Erant appropinquantes ei Publicani et Peccatores ut audirent illum.
Ar bubliganed ac ar becherien a dostae ouz Jesus evit en chelaz
S. Luc 15.

Quasi impossibl eo deomp, X. Piquerri an Aviel ac ar lezer
sare en Pehini eo ransformet ar gouirioned Deus en religion, oh len en
oll bajenno an effejo admirabl Deus a vadelez Doue en
quèver ar becherien. Goelet a reomp j. e ebarz an Aviel o
pemet D'ar bubliganed a D'ar becherien tostaat Dezo evit en
chelaz: erant appropinquantes ei etc. O invita anezo da ober penigen,
Da sonjal ar recompanç a so reservet Dezo en Ciel: Paenitentiam
agite, appropinquavit enim regnum caelorum: Promete a ra Dezo
bezan o recompanç epad un eternité: ego ero merces tua magnanima;
Goudeze e cheromp anezan o ober Deomp ar reproch ar
muia torchant, quemed a ra an oll Vojenno possubl
evit essa gonit ar Pehiri, ac ad na deuz quet en chelaz, ac
ar Pehiri a zo insansibl D'ar bleno ara bem deuz Dezan
e Doue. Goelomp kreiz o skuill Daero Yoad ar mathurin Dan
a Jerusalem Pehini na houlequet enem gonvertissa: ha videns
civitatem, flevit super eam: O Yoelet na ferrich e exhortationo
Da natra e teu e galon da zannan gant ar boan ac an drist
digueza: Jerusalem, Jerusalem, emaan, nac a roes nam
beus quet assaet gounit da vugulez, a nam beus quet gallaet
en obet, nac a roes nam beus quet presantet iur vreh Paternel
evit o sicour, allas, ac o deus destroet o fenn evit nompas magaet,

Vae a vobis nam beus quet o assistet en malheud, e honsolet en o
affliction, ac en retorn a quemit zo nareutont bin nemet ingratitu
Jerusalem Jerusalem, quoties volui congregare filios tuos, et nolluiste!
O quad valeurus, conetous er brussan beus an oll valeurio; na
hanaveus quet madelez Doue enes andret a nan dount quet
reconnaissant evit e vadoberuo: dre en punition e leus ve
dás abandonni dindan puissanç d'a ennemiet: Ecce relinquetur
domus vestra deserta.

Profitomp, X, beus ar quentel instructif a zo deomp ar Gus
a Jerusalem; anaveomp madelezo Doue enon an dreit, bechereu
a beomp ivez reconnaissant, da laret eo mar domp bechereu
enem gonvertitomp, a mar domp just contreuomp da dan
Espret da gaud ar perfection. Sonjomp penos conversion ouer
bechet a zo ureurbet agreabl da Doue; remarcomp ersad, X, penos
pa dei unan abonomp da nem gonvertitto, an Eut a vo en joa ac en
jubilation; ar Joant ac an alez a gomz da Doue cantico a actuen
a hrae; gaudium erit in cælo super uno peccatore pœnitentiam agente.
Ar sujet man a zo consolant evidomp, ac evitje ive etanan hirie
d'en proposi d'ach evit essa distrain ouez Doue ar re abonomp.
a ell beuan hous bell dontan dre ar gonsideration beus e vadelez
Doue en quévet ar bechereu, a dre ar gonsideration beus
ar pez a dle ar pechet da Doue evit e diserviond.
Madelez Doue evit dispechet; reconnaissanç ar pechet evit da

1er Dilit ar re ara Doue evit ar pechereu a zo evitez eus dispe
tras a encouragamant ac a gonsolation.

Pechérien, Dous a hortos ahanoch d'obér Pinigen Dous o puer Dremen
a quemet-se so un offiz Dous e vadelez er doch: Expectat Dominus ut
misereatur vestri. Abone ad mometquenta oc'hous bezet ar mathéur
d'an offanti, ar Feiz bean punisset; neta na reit bean muioch
punissat evit ar Pechet. Da Dew ar Den da n'em revolti ouz e grand
sco Bonte, an oll grouadurien a gri Vengeanç ouz d'our rebellion
quen horrubl a quen funest. A hoant oc'houstu, a ladar ar Ser-
figerien Dous an tad a famill, a hoant oc'houstu, a Permetti a
ret Deom, lenna Dous o Flis an Vrai se patissi a den de Destenori,
an dud Dangerus ha Sem el Divoad an douar an dud Dangerus ha
bere Dre o exemplo fall a ra ofstubl evit oll ar Gristénien rud
a fervant? Vid, imus et colligimus ea? A Permetti eretu Dim
o anglouti ssa bars em abgmo, en em diguerri ouz an douar, evit obr
Dezo disquen en bèd er Plaç infernal se Pehini so destinet evit
o racad gouder o maro; Vid imus et colligimus ea. An oll elemancho
a Dec'ha grand Vengeanç ouz ar hroua dud ingrat-se. Mar
bez respont an tad a Vistiwerd: nan, nan, emean, gortoet hoad un
nanbet amzed; marteze ar Pechér se a assisto en eul instruction
benac Pehini a douncho e galon: sinite utraque crescere usque ad messem.
Patientet, an Vrai-se a oll bean changet en gueun mad, ar pechér
a oll destrei ouzin ac en em gonvertissa: Da Dew ar Pechér da n'em
egari a da bellaat Dious e Bonte, an tad carantezus-se en lous fr
Gant Patientet ef la vara et netra, mas e hraç no huitaguet, e
hraç a ra bepred ganto evit o sicour da zetorn. O Domine, iham
longius, et recedebam a te, et non fugiebas.

Ma doue, a lare S^t Aug. ja doa hoas Pechet, ben Deiz enem
bellaan dourech mui our mui; ma oll bajo, ma oll Demarcho a doa
quen lie a action inutil evit mo skridiquez, quen lie a dfail
bars ar Pechet; ma fassiono a grenvae befset, a cousconde
ma Doue, a doa avoalch a batantel evit ena tufsportet;
Et non fugiebas. Seromp ive eta dun gant S^t Augustin: Pequen
admirabl eo a batantet, o ma zalvet, ben zo quen lie e de
quen lie a vlaze abone ma meus o tolet, abone m'o offens
ha dis continui, a cousconde nocheus quet punisset hous abano
Evit bera, x, ga quen bras madelez Doue; Deuzet a ra on hon
version, Descrount e retornsomp dezan Dze ar binigen. Patient
agit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad pœnitentiam reverti.
(S^t Pierre)

Tare devoa hoant da denna Deus an Dud eut punition
eclatant Deus ar Pechejo a bere e voant n'em rentet conpabl
en amzer an delug, na deu da executi e dessein memet gant cals
a queau, evit ma lar Deomp ar Scritur Santel: Tactus dolore cordis
intrinsecus, delebo, inquit, hominem quem creavi, a facie terræ. Nemera
eus d'an expression ar Pharat Santel: tactus dolore cordis intrinsecus
Arglaçhar-ze a disoa Doue cat o punissan ar Bed, a veg
Seomp, em S^t Ambroas, ar gredusted Deus a Pechejo an Dud a
Vefe en amzer-ze: Ut exprimatur peccatorum nostrorum acerbitas.
Cousconde anem gontant da lavaret: Delebo, distrujo vin
an Dud. Evit bera e lar e tisbrujo ane ra quet bar ar moment
Ero Santoul ar Vaelen Dun e vn Justic, nan deo quet

Mang a bussanç da executi eus proiet quen terrubl accamand
amzer quen just. Mas eus deneudiguez Dous egalon a reng o aster-
lissa, a cont dezo Preatanç, Dous ar punition a behini intmenaut,
eit o engagi a rein dezo amzer d'arre coufabl da affaisi a gotes,
Da n'om [redacted] Abertissa ra nezo Dous ad malkus
a behini intmenacet bell ano e mattin arwout, eit ma alfent
an distrein Dre ofinigen. Cas a za dezo Noe evit presey dezo
ar binigen, ac evit o astuni penos mar chanjent a vuez, Doue
an dirije buez oute, ac e chanj- ve a resolution. Di impius egent
penitentiam ab omnibus peccatis suis, omnium iniquitatum ejus quas operatus
fuit non recordabor. Ar Patriarch Jantil a-la eu cont bloaz da
gonstruin an Arch evit sauvonni ar bedierien ac ober dezo
antren enne o unan Delebo. Rac a bahantet, nac a effonchu
a beurs Doue: Guemet-z, ma Doue, zo inutil, ar bechar a zo instan-
tibl, ac enem doel Doue obliget da distruja ar bd De un deluj
eit verifian ar jetanç terrubl pronouncet ensp ar bechet; in peccato
vestro moriemini. Ja, bechet, marsel a ri enes bechet, pa refuses da retorn
ous Doue hirie pa deu haar da supplian. A bera rete ive inutil
evidomp pahantet Doue our ongotos laret a deomp ive hirie
Delebo distruja zin ahanoch Dre eur maro eternel mar a chaushet
a vuez.

Doue na nem gontant quet da hortos ar bechet
Dont a za bete en invida da ober binigen. Jerusalem, emean,
bet out eur buguel ingrat, prostituet e heus da galon d'ar

Grouadurien, consconde retorn oudzin a me as recevo: fornicata es cum amatoribus multis, tamen revertere ad me dicit Dominus, et ego suscipiam te. Chelu ase ar hompo a adress Doue Dun ine confabl, hars er testamant ancien: revertere ad me: antra amour Da unan, a retorn ouz Da Doue. Chelaouenp ar bez a lavar hoas en testamen-ure dez: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Sant Dam havaut chu tout bere a zo er boan ac er drist digues: Pechorien, chui bez a zo souis o veza er pechet, chui bez an deus hoas un nouvel a religion, Sant Dam havout a me o soulagea: Sant Da Dantu pequen dous co caret Doue, pequen saul co sbered e hournemeno. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Ar bastor mad zo a la mam Da glan an dantat egaret: Goelomp aneran o quemd cals a boan ac a patig o clasq gouneit ar Samaritanes; goelomp aneran o clasq Nindeu hoas pechores, pehini a me enfin gant an nerz Deu dar brae ac a deuzet eur Pantantes vrae. Goelomp aneran o zedec erit laret Varlerch eur Sant Iul pehini deus ar brassan persecutor deus ar religion, a deuas unan deus e brassan ministrat, ac unan deus an re a gont ebarz en Eut cals a ineo bere an deveud sauvetaet. Goelomp e antraillo touchet a gompassion evitan oll pechorien: Misericordiam volo et non sacrificium; non enim venu vocare justos sed pecat. O pequen lies a vez madelez Doue ne deus quet on greunissa tout ene galon: mas n'en goelomp quet: quoties volui congregare filios tuos. Demdez e tiz Da bresa Da invita ar pechor dan hon gonvertitta, a marneus ar bonheur a retorn en receverel e vuguel.

3º Ja, x, mar quitaet an occasion tosta d'ar bechet, mar dilaset
oc'h habituejo fall, mar retornet ouz Doue, eo Brest d'o Pardoni, rac lour
eo a vadeler ac a reserv con d. quia multus est ad ignoscendum
Goelomsp ar Veritez. man dre an exemsl an meua consolant a ossp Dompt
an Iriel voad ar sujet-man. Ar buguel prod. a nerou dissifet e oll
vado o vera en libertin a heuez e passion brutol: vivendo luxurios e,
a lavar dompt an Iriel. Ouez fall a lacaas anezan reduiset da
aur vise quen bras, quen a voa constant da debri ar bez a vero voarlorn
ar loenet ad mucia deguenant: cupiebat implere ventrem de reliquis quas
porci manducabant: roet dir, emean, da biana ar bez a debra loenet del-
Cousoul de Dan na ze netra deau: Vrassa miser, tristan situation!"
Infin touchet o voulet e stad malheurud, e tigor e daoulagad voar ar mal-
heur an devoas bet o quitaet ar goallan deuzan oll d'ado, ac equemer
ar resolution da retorn da Dy an tad carantezus-za: Surgam et ibo ad
patrem; retorn a rin da gavout ma Zad. Vera malheurud, gou de
ma heus groet dezan quemet a boan, goude m'a heus groet dezan
seuill quemet a Dacro, goude ma bun leguet anezan voar bord ar bez
dre da gondu fall, ec hen hous an hardissan da lacez: Surgam et
vadam ad patrem meum et dicam ei. Mes a te a ell esperout bean recevet
Ja, x, da viel e dad anezan o retorn, e heo touchet a gonpassion
zedec a ra d'ezi carout nohobstant de noad vras, enem deurel o re-
entre e dirrec'h ezi rain deau ar merq deus e garantez: et accurrens cecidit
super collum ejus et osculatus est eum; M
Ma Zad a lavar ar buguel malheurus: bechet am bous en offanded,
peccavi in cælum et coram te; Na vezita quen bean quelz e to pegnel

Pa quet adhanon en reng o servicheuien. Nan, nan, a reffont e Dad
beut gant an Daero: Citò Profert stolam primam: Ma buguel a roa collet, a
am beuza cat, ma buguel a roa marv ace eo ressuscitet.

Eclse IVC, X, quen quent a man Deus quemeret ar Pechet ar
resolution fenn da retorn ous Doue a da n'em gonfortissa, in secretis
Doue a velanezan o tont a bel; Cum adhuc longe esset, vidit illum:
Pe moment se, touchet a gompassion, e a roar benhant d'ar Pechet, rei
a ra dean graço, favorisa ra nezan Deus a gonsolation, ac e lacu anezan
an e ttad quenta, o pardonni dezan e dreglamanchetiennetz.
Mas, ma Doue, a lavar ar Pechet benitant, an daou ene daoulagad
ac ar glachar en e galon: Ha non quen dign da douguen an ano e
Christen am boa receet en Baptiant; souillet am beuz ma bue
Deus a bep sort crimo: bet on un impudiq, ur medisant, ur mercher
un tauer Doue, abuset am beus o Graço, displijet am beus ar mad
o proa roet dim: Non sum dignus vocari filius tuus; Na neur fors, ama
Doue, contant on da an couart da vuez tremenet, gant ar gonfession
ma tam: ha n'em reconcilia en tribunal sacr Deus ar binigen, ma rez
zannel da galon gant ar glachar, a ma zi ar propos fenn da nonfes
sont quen dam abandoni, gant ar gonfetuis. e zentin ar robenn
a vinocane a heuscollet.

Secherien, Doue dre e viseriond eridoch a deurre o contos da ober dimgen, parconsequant na dleet quet scouisan e batiantel eridoch; Donet a ra do quered a do mirita, parconsequant e dleet ive lotaet dean, e ion dui ouz muioch christen; Donet a ra do recs a da bardonni dach ho pechejo, acabalamour do Zo alleet ive bean fidel da accomplissa ar bez a gommant dach. Chetu- aze an deverio a reconnaissance a exig diguenach evit ar vadelez an deuz Distouet ac a diseoue bemdeiz eridoch.

Jesu, pecher, Doue o sorff, Doue o corto, achui en lach profetan Deus e batiantel, Lacat urs e no consciance, ac enem gonvertissa, a do gommella pechet-zoar pechet, arauz del, medisanço, querieu, parjurio, blasphemo, e adonet; eneu ober a rat ar bez a depand ahanoch, evit scouisa an ini na plasq nemet o mad. Bean Zo dec, uguent, bregont Maz, abone maman Doue ous o corfor, ma breur Paour; a man ouz o coste evit o sicour da defosi ar bed, Conner Jesuin a Zamo consciance, abone Pellamzed; a man ouz o coste evit o sicour da enem gonvertissa. Nac a reach no heus quet Dizrat o fen ous n'em Larit Dezan gant eur Doue impi Non derviam; nan nan, na boulenquet Deus a Doue, na Deud ar religion Gou de quen liès arefed Deus o beurr, nan dequet enem scouiset, eman hoas hirio ous dor o calon, o boulen Digor; mas mar deus hoas hirio d'obet ar scouarn douzat, e annonça dach Deus e beurs Benos ema na boulenmet quet profeta Deud e Vadelez, e hoch Zoar ar Gorsd da santout an effajo terrubl Deus a Justic horrendum est incidere in manus dei viventis. A Bossubl a re e reach malheurus a zoalch evit mispisa bepret an tresorio Deus Vadelez, Deud- ha santet eridoch: An divitias bonitatis ejus et patientiæ et longanimitatis contemnis?

A Iesus a vadaich d'ober finigen abalamant ma teu Dorre d'o contios ?
L'vadelez a Dieu er hontrel o angagi da nompas differin bellach : an ignoras
guoniane benignitas Dei ad pœnitentiam te adducit ! Ar galed dit dennocalon
a denno voarnoch an tresorio agoler Dorre, etan deiz redoutabl Deus e jujamancho : secundum duritiam tuam et impœnitens cor thesaurizas tibi iram. En
legues bras n'an deo quet o tallidiguez ac a galed dit d'o calon
pa na deuquet da vean touchet dre vadelez a Dorre der un Dorre behin
a Deus o contos da ober finigen. O condu indign a denno voarnoch
coler : thesaurizas tibi iram. A quemet-se a arruo guenaich dre o faut
Dorre an devens groet quemet a depand Deus anezan etat laret abon
da ober o silti diguez : Accordet an devens daich ar hras d'en anaret
da distingui an droue dious ar vad ; discouset an deus daich e vadel
infinit ; bendeiz a ell o punissa, a bendeiz er hontrel a tau d'o espery
ables an devens menaiet abanoch, a hirie e tauchoas do meuaiet Deus
ar iqueur Deus e jujamancho, ma na deuit quet da n'em gontentisse
Mar oh eus eta pechezion, ar malheur da chom ep ober finigen a
vesa dell Dious o Jorre, a ellet laret gant gouirionez benos ee
hui o unan a zo caus do coll. thesaurizas tibi iram in die iræ :
Protestet eta Deus a vadelez Dorre behini e conto da ober finigen,
dionaflet da sconiza e batraintet o tifferin bendeiz, ne differas
de die in diem.

Dolle na n'em gontant quet da hortos ar bechez
a da differin er benition an Deus meritet abenue ar moment que
ma zo deit d'evoffandi, re brecuet eo diratan oh ineo bezo

O devens coustel quad amaro Jc. Dont a ra da n'em adress interamant d'on halon, dont a ra d'onquentel: mas bera a dleomp. da obe evit respont d'a un demarch quen complaisant: bera, X, a ellemp. ober a neubeloch evit na vezo dont da viano da respont d'o assul. Ar brassa outhay a ellemp. da ober d'eure benac, e re tremen ess rein respont ebet d'argoulenn a adress deomp. Nac a veach nen deus quet outhay et on done en eur façon cals muioch indign pa deuomp. da dremen s. respont d'ar homzo a adress deomp. bemdez! Nac a veach done n'an deus quet comzet ous on halon ac on speret, ha ne deil da ober deomp. sonjal en etat trist deus on ine, e malheurio a lo reservet es bed man a cer beball d'ar re a vezo sourjan, done; pa deu da disconne deomp penos an amzer en deus beret bete hoiz a lo collet evit en silvidiquez, ac a deuo un diez d'on hondaon? Ha chomp eta, X, ar c'ma arruo an noz da pehini ne dejo jamad a fin, ha chomp da repari en amzer gallet; beomp fidel da chalon maz done pehini na beomp ous onquentel.

Bean zo eur Cazen hanez pehini. Done a ra deomp miserecord, evel ma lavar deomp St. Ambroas: ar casen ze co an union deus en bolontez gant ini done. Done a houler en silvidiquez, mas ive n'en saurstao quet neppat deomp, e justiç en difen: quentel a ra abanomp, ac e ll deomp ive respont; Diguentri ra deomp e pedrec'h evit en difen ous en ennemiet, enem dolomp ive eta etre an pedrec'h hac ze evit ma chomp seurret: discone a ra deomp an hent mad, deomp co ive, X, d'antren en nan a d'en heuil epad on buez.

Doue agommanç, Doue a berfection an ouvraj Deus on Jilvidiguer
Deomp eo nous Da unissa on Volonté De ine evit labourat Da un action
quem important. Mas Vetore Volonté a houlen Diguenemp
Eur volonté Vehini a rai Deomp respont Da Vadelz Doue eu Domp
eur volonté Vehini a rai Demp enem lacat ete Daouarn Doue ar E
ma rai ahanomp ar Vaz a blijo gantan, eur volonté Vehini a lacat
ahanomp Da lare Dezangant Et Saul. domine, quid me vis facere?
Ma Doue, piera a jel Da Vha rafin me; Paratum, cor meum, paratum cor
ma halon a so disposet Da ober ar Vas a houlenfet Diguene; Gouet ar
X, en Vetore dispositione e Voa Et Saul Diaroc egonversion; en e lenn
en Desq Deomp: Clevet och eus, emean comz Dezi ma buez a Dous ma
zeurro, a zoc ma zous Doue Din an hrac Da'nem gonvertissa: persecutin
a zen Jlis J.C. ac anoll guitervien, en eur façon quen cruel, ha qu
barbar, quenat Dony a quemett le a ra Dan fremissan: quoniam super
modum persequebar Ecclesiam Dei. Piou an Dirje jamais eredet penos
ma delez Doue e Dije choaset ar moment se evit chanj, ma hala
evit ma queuvel Da'nem gonvertissa'? Cuscouedet meus enem
Voelis, emean mamm Abostel, enviromnet a Vlanigen, ac e clev
eur Voez Vehini a lere Din: Saul, Saule, evit bera e teus D'am perse
cuti? Saule, Saule, quid me persequeris? Me eo Da Zalver, me eo Da Dou
ac e teus Dam persecuti, ac e teus Da'nem arnsi ene Din: ego sum qu
tu persequeris.

Or, X, ar Vers, a zo arruet en eur façon quen aclatant evit Et
Saul, a arru hoas bemdez en an drat ar Vechevien. Doue a Dou Do

Guerrel, Doue a deu do hlasq, en amzer mamm ma tisclerient. Deu
hr breiz la d'miza Guel Ia, X, marquet a reuin ar Veioned, e on castin
penos, o torn hoar o conciance, e reutabligat dagonten in ochen cler et
talés en fone, o calon moez Doue behini agomze ouroch en amzer m'an
offantech ar muian. Pegnen lés a vach n'an deus laret dach pa rech
hoar ar boent da gommettin eur action fal benac, da vanqui do bedenno,
pa do offico da Mabuqued, na zaquet-an actionze, exposi a rafes
da redigues; erit bera e taues d'am serueti? Ego sum Jesu: me co da
Zalver, me co da Doue, behini a deu hoas hirie d'as quentel, behini a deu
hoas hirie Dues clasq. Pera a d'eomp-ni da obet pa deu ar hraz d'on
sollicitan? Enem tourneti, obeissan da hoez Doue, a lared dezan gant
an den santel Job: Ma Doue, na vanquinquet da respont d'ach,
pa deuset d'anguentel, mas ire iouuret a hanon da vanspet dach:
Vocabis me, et ego respondebo tibi, operi manuum tuarum porrigis dexteram;
Ma Doue, compti toc'haus ar bazo amben groet d'hars er bechet, gouet a ret
an nomber d'eas deus ma hrimo, gouet a ret pegnen bel on diouzoch
tu quidem gressus meos dinumerasti, mas retorn a zan do cado ma
Doue, pardonnet dim ma sec'hejo: Ad Dara peccata mea.

Madelez doue, enfin a zo quen bras quen a laca anezan
da vean prest da ober an oll sacrifico eus ar pegnas pa deuiont
da anbren ene o unan a da retorn outan: misericordiæ domini quia
non sumus consumpti. Receta ra ar pechet penitant gouibo bean en
gortoet e pad bella amser, ar vel or gouelen deut an oll da dour, a
leu da retablissa anezan en e oll droajo, a da bardonni dezan

a mes
resunt.
hoz ret
ar houraiz
d. etre
ou
Doue.

e Vuez diemenet. Just e ve e tuue Doue da dretan ar bechet, evel
man Dous an tretet; da lareteo X, e ve just e tuue Doue da refud
en bad un neubet amzer da n'em reconcilian gant eus bechet behini an
Deseus refuset e fiad bet amzer reloun outan, ac e ve quen direbar da
bardonni, a ma eo bet ar bech a direbar da anavout e faucho a da houlen
bar don deus anezo. O ma Doue, comz aran aman herez bongasono an Den:
Mes bequen differant eo o santimancho deus on re; o santimancho a zouc
nompas dar vengeanç, mes dar remission a dar bech: Cogitationes pacis
et non afflictionis meus sois da belorebeus, da belored derrez e tuus ar
bechar da n'em humilian dindan brech puissant e Doue, e teu d'ancouat
benos e eo e jug ac e sarner, a na vez belloch nemet en e qualete a Da
d'ar X. Chetu a ze bete pitoe pront e a madelez daue.
Mal bera a dle ar bechar convertisset ober evit eus brac quen caer?
bean fidel de Doue, a fidel, bete ad mare. qui baptizatus erit usque ete
Dleat a ra renonç entieramant d'ar bechejo a zo bardonnet dezan; na
dle quen dont da gontristan ad Spered Santel behini a so leun a joa o voelet
eus gonversion solid a sinet, mes behini a gondaon ive ar hon serrion
inconstantet, bete na ba dont nemet neubet amzer. Dleout a ra
ar bechar se goulen spad ar rest deus e vuez, goulan da bezan gortoet gue
bell da n'em ru de Doue. Imitet ar dous ar zoue brophet en bechet
Dleat a ra vi en imita ene retorn ous Doue: e bechet a roa bepret dezan
e daoulagad: peccatum meum contra me est semper: arrosi a zi gant e daero
ar bara a quemer e evit nourritar: panem meum cum fletu meo miscebam
Enem retira en fonç e bales, e ceno e galon rannet gant ar glachar a

Joel e infidelete dremenet. Na bauues da celebri madelez Doue petuni
an Deus bardonet dean e bechet a tennet a nezan Deu d'a sonj, a nalenno.
Misericordiam domini in aternum cantabo. Glorificabo nomen tuum in aternum,
quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori
Chetu azo, X, santchanchoar roue banisant, chetu azo ire ar santimanchoa
a bera e lleomf bean arienet.

Joelet och, X, Sequen bras eo madelez Doue: dromtara Dón ent ete
a Don Guerual, petra binac ma omf indign: ar hentas desaj a reomf Deu d'on
rason eo evit enem bellaet Dontan ac enem rac oll d'ar bed: dempa lezomf
Deomf on unan, enem diverti lomf, profitomf Deu ar plijadurezo quent a
ma allomf en obet, Venite et fruamur bonis quæ sunt; na refusomf Deomf
netra a quement a alfe contanti on fassiono. Chetu ar on dispositione o tortial
Deus on bugaleach On honsteanç ar naus caer en genan; caer a rent
Doue comz; na reomf netra. Bellaet a reomf bem deiz d'ontan nini out mui
ac evit Sequet: allas, hant na reomf arru doar vn d'on bez. Goulen a
reomf martezo digant Doue bean deliuel Deus ar bechet, bellaet d'ientaj
an occasionou, mar er memes amzer a renomf gant aon na dimfe. Da
exaui on fe dan. O X, bras eo madelez Doue, evel mo a haus goalet,
mas ire d'ouallet da dont da abusi deu e batiantet: cor ar Rosfret
a beg Deomf Venos n'an deo madelezus nemet en que de arze o Deu
douganç Doue, a nompas evit ar re a deu er facon-z- Da Sefridan a
Buissanç. Misericordia autem domini ab aterno et usque in aternum super te
mentes eum: Desquometa d'obeissa Dor Doue pehini a deu Don

)

hlasq ; a gouid bean obeiscet da voez pehini on guelr da rentonn outan,
e allomp esperi en madelz Doue, mar berreveromp bete ar fen da
zanfidel daan ; esperomp en misericord Doue, mad grouuomp diuigen.
Seromp dezan penos eo hirie an deiz an dervo designet a babl eternite
erit on honnerrion, a chelvan ensin e voez pehini on guelle abae
tell amzer : penos na rellomp quet ampach on halon da denerat to relet
e garantez eridomp. pedomp anezan da scuill e remedition voar
ar resolution a quemeromp hirie, a voa dar bas quenta a reponf erit
e accomplissan. pedomp anezan d'on seour en un affer quen inporta

Pa antret en Iliz a pa vo let an tribunalio laer
Dus ar binigen, hent Daëlmad, evit o punition
a trublan o conscienz criminel:
Az- o bet enn dionchet gant o Doue, mi am Igad
ma zad te Az- o Dus me hon dut heli o Doue ha roan bruz
mar brumad ste

Peroupad o juge- vo let gad an Doue o de voar an Aer
o welhe ino ar g. vad: ar oin a chomo bepret touellet
gant ar Pechet

Pera!! Laret a rez gand- o mare Jun ad tabernalo
Hir Lanny. ma doint Jamad Digonter ido'h-
ar long. le ara Diny Jemi st lay.
N. Doue, ha Doue

Mas ist sera citay ed Spreuty tud a 18ov ?
Entreomp en on halay : Petgal Dame n'an Dungut Mot
Dar an Or, an'on Dud gut Durvet Digueerry Deand?
Digasset an'dus ar mar vbast en on ti : lent an Dud
Pigumps Tudet vit Digast Da long Dompar vou
Dont Lacat arr an offer on honsenand.
Digasset an dus bumay so 10 Vlat an blanket murbet
Dangeud, Pehini a ra Dead Deuill Dars murbet Dvou
Vbad eguet mon.
Nac a glanvet, nac a grad, nac a affliting Digasset gant
Mud ler Dame vit on honsent stay !

Antreomp en Plé

ac e guetomp obj de Pehini Pe Digast Da long Dompar
dus an obligatiyen Pehini - Dmp Dar engonsentetay -
Ar roal dar ar fone Sp a Pe digast en o memor
ar long Dud an dir Tolunal Le a Pehini on Laroy
a ussidomp ar bromese - - -
Pelé hemen ar bromese ? Pelé hemen ar roluy
Ven a vad Dar Larbaler, aus Pedig Pe honsent Per an
Stad vit Partig Dar Tribunal
Confession aus, Chaire, Table Ste
abarz Pegamb an tabernaul Lambet n'an Dus
quet bet Digant ar idant ? abarz 10, 20 -
Marna vij - murdut en Pany, na vij - quet Pe ome
a Peluyn. Assistan a ra Pad a voje n'ast Pany
mar gaud j. e nard quet ar idant.

Misericorde D. Dieu